

### Cont Goelo.

Eur c'halavier gant en hent o vonet,  
Eur woesek voan a neveus bet cleowet :  
Eur plac'h youank a vessa he derved.

– De mad dac'hhu, messöourez derved,  
Leret din me da biou e composet  
ar sonek se pehini a ganet ?

– Me dar Brinces, dar Gontes a Woëlo  
so gwelleoudet daou pe tri de so  
a bean he den qar ar mor tri bla so.

– Dallet, plac'hek, dallet c'hanter kant skoet  
Kanet ho son, kanet hi gê bepret :  
ar wouïrione goude vo gouvehet.

– me gleo, ma mam, trouzal an trompillo  
gant ma breur kaër a so arri er vro.

gant an so deut tric'hant a varc'herien  
ha....., kement all a archerien  
O pebes spont, ma c'hoar, pebes anken !

– Dallet, ma mam, dallet ma alc'hoëïo,  
Roet hi dem c'hoar, ma c'hoar ho dougo :  
Wit an itron ma c'hoar a dremeno.

Roet d'em c'hoar, m'habijo arc'hantet  
Wit ma c'hallo digemer ma fried  
Ma bijou aour, ma botou sulaoured.

Roet tu dei ma mantel incarnal  
m'en digemero pa nario er sall.

– De mad dach hu, gant ho roben arc'hant  
De mad dac'h hu, dimesel yaouank.

Na neket c'hui dle ma digemeret,  
Na neket c'hui so dime dimeet :  
ho c'hoar henan a renkan da gaet.

– Clewet, ma mam, petra neus han laret  
Ma c'hoar henan a renko da gaet  
A me, siwas ! me ne meus c'hoar ebed.

– Otro Doue, niñ so oll glac'haret,  
Ar prinç a lar a renko ho caët :  
ho c'hoar yauank en deus anavëet.

– Roit din neuse, ma habid a kanvo  
ma c'hin dar sall evit kat ma maro

– De mad, princes, pel bras oc'h o tonet :  
Na mez o c'heus o vean dimeet ?  
Na mez o c'heus o woélet ho pried ?

– Na meus ket mes, o vean dimeet,  
aoun a meus na vent ket karet

– Ar sa ! princes, breman din a lurfet :  
Pe bot, pe blac'h eo an hini c'heus bet.  
bean so tridi, pa n'och gwelleoudet ?

– Vuttur fontan, evel amann er plat  
mar meus biscoas, ganet na merc'h na mab

Vuttur fontan evel amann et pot  
Mar meus biscoas ganet na merc'h na pot.

– 'Kreï's da kalon, dime gaou a lerez  
dibren da se en gis eur vagerez  
Deus da vronnou, o woelfomp rull al lez.

Eur pas pe daou a dren a c'he souzet  
hag he cleve enni en neus planted :  
En eur poul goad neuse e c'he bet coët.

– Ma sonerien, sonet bars en kanvo  
Intanv e c'he ar Kont deus a Woëlo.

*Une traduction française de ce texte se trouve au recto des folios  
140, 142, 144.*

*Au haut des pages suivantes, les titres :*

*139 recto : Cont Goelo 1*

*141 recto : Contes Goelo 2*

*Rien d'autre sur ces pages.*

*écriture de Kerambrun.*